



TAP DA ROCHED
UR GREIZENN VAKAÑSIÑ
TRO-DRO D'AR GOUREN
UN CENTRE DE VACANCES
AUTOUR DU GOUREN

Da c'hoût pelloc'h :
Yann-Fañch MILLET
7 hent mezeg Mahe
22290 PLEUDEL
06 07 46 07 38
YFM_DIW@hotmail.com

Ⓢ **PLIJIDI/PLESIDY** Ⓢ

Roll oberiantizoù : Gouren, Aluche, Back-Hold, stiloù all, redadeg reteriñ, sevel lochoù koad, troiadoù VTT, c'hoarioù breizh, flourañ ar maouted...

Liste des activités : Gouren, Aluche, Back-Hold, autres styles, course d'orientation, sorties VTT, jeux bretons et caressage de maout...

Eus ar **Sadorn 10 a viz Ebrel 2010**, adalek 5eur noz betek ar **Sadorn vintin 17 a viz Ebrel (10eur)**
Du *Samedi 10 Avril 2010*, à 17h jusqu' au *Samedi 17 avril* à 10h00
PRIZ : 215 €
Er greizenn *Studi-ha-Dudi*, / *Au centre Studi-Ha-Dudi*

Fichenn enskrivañ - Fiche d'inscription

ANV ar bugel _____ *Nom*
RAGANV _____ *Prénom*
Reizh PAOTR PLAC'H *Sexe*
Ganet d'an _____ *Né(e) le*
Chomlec'h _____ *Adresse complète*
Niverenn bellgomz _____ *☎*
Posteloù _____ *Courriel*
Klas / Skol _____ *Classe / École*
Asurañs _____ *Assurance*

Me / Je soussigné(e) _____ (ANV / Raganv, NOM / Prénom)
hag a sin amañ dindan, o chom e / résidant à

_____ (Chomlec'h resis, Adresse complète)

o vezañ tad, mamm, gward ar bugel* / en qualité de père, mère, tuteur de l'enfant*
_____ (Anv ar bugel, Nom de l'enfant)

- ⇒ A aotre anezhañ da gemer perzh er greizenn vakañsiñ TAP DA ROCHED a vo aozet etre ar Sadorn 10 a viz Ebrel 2010 hag ar Sadorn 17.
- ⇒ L'autorise à participer au centre de loisirs TAP DA ROCHED qui sera organisé du samedi 10 avril 2010 au samedi 17.
- ⇒ Disklêriañ a ran aotreañ renerezh ar greizenn ma c'hoarvezfe kudennoù yec'hed gant ma bugel da ober kemment tra ret ha mallus goulennet gant ar mezeg.
- ⇒ Je déclare autoriser la direction du centre de loisirs de prendre toutes les dispositions nécessaires en cas d'accident ou de maladie concernant mon enfant et à suivre les indications du médecin.
- ⇒ Ma c'hoarvez d'am bugel bezañ klañv e kemerin e karg ar frejoù bet evit e louzaouiñ hag ober war e dro (ar paperoù reizhabegañ hag an diell mezegel a vo kaset din en-dro evit kaout an digoll anezho).
- ⇒ Si mon enfant tombait malade, il est entendu que les frais occasionnés seraient à ma charge (les ordonnances et les autres papiers médicaux me seront restitués à fin de remboursement).

Ma niverenn surentez sokial / Numéro de sécurité sociale :

alc'hwez (clé)

- ⇒ Aotren a ran aozerien ar c'hamp da implijout ar skeudennoù emañ ma bugel warno evit brudañ an dudi brezhonek ha gallaouek YA
- ⇒ J'autorise les organisateurs du séjour à utiliser les images représentant mon enfant pour la promotion des loisirs en breton et en gallo OUI

Graet e / Fait à _____ d'an / le _____

Sinadur / Signature

* Raskañ ar pezh na glot ket ganeoc'h
Rayer les mentions inutiles